

Geriadurezh Levr Jil EWAN « Feiz ha Meiz », Imbourc'h 2005

A

Aberzh : *sacrifice.*

Aberzh-anrezhadur : *sacrifice-immolation.*

Abostol ar Broadoù : *Sant Paol.*

Adamek : *adamique.*

Adamelezh : *adamité.*

Adaozat : *réformé, protestant.*

Adaoziezh : *Religion Réformée.*

Adarren : *répétition.*

Adeiladerezh : *édification.*

Adeiladiñ : *édifier.*

Aderouesaat : *re-présenter, réactualiser.*

Aderouesâdur : *re-présentation, réactualisation.*

Aderouezañ : *rendre présent de nouveau.*

Aderouezadur : *réactualisation.*

Adkevanet : *réintégré.*

Adkevanidigezh : *réunification.*

Adreizh : *réforme.*

Adreizhidi : *(des) réformés.*

Aer : *lazhadeg.*

Agentel : *antérieur.*

Akuitañ ganti : *réussir.*

Al Madina : *Médine (Arabia).*

Alvez : *cosmos.*

Alvez-danvezel : *physico-matériel.*

Amañ nomañ : *hic et nunc.*

Amberzañ : *réserver.*

Amdroc'h : *circoncision.*

Ameeun : *éloigné, indirect.*

Amezat : *ambient.*

Amgant : *cadre.*
Amlun : *silhouette, profil.*
Ampar : *dimension.*
Amparadoù : *composantes.*
Amparañ : *constituer.*
Amparet : *constitué.*
Ampar ilizel : *dimension ecclésiale.*
Amplegad : *condition.*
Amreal : *activité, agissement.*
Amrizh : *divers.*
Amsaviñ : *remplacer.*
Amzeriadañ : *lec'hiañ en amzer.*
Anad : *apparence (choses).*
Anadenn : *phénomène.*
Anadennel : *phénoménal.*
Anadiñ : *paraître.*
Anadurezh : *évidence.*
Anadennoniezh : *phénoménologie.*
Anaezet : *affecté.*
Anaouderezh : *activité cognitive.*
Andamantiz : *intolérance.*
Andesaveletoc'h : *plus indéterminé.*
An Dibec'hkrouedenn : *L'Immaculée Conception.*
Andiouerus : *indispensable.*
Aneilgenezh : *irrégénéré (dre ar vadeziant, da lavarout eo, roet un eil natur (genezh) dre ar vadeziant).*
Anforc'hellek : *formel.*
Anfreuzadus : *irréfutable.*
Angeriadus : *inexprimable.*
Angerzh : *passion.*
Angorzhañ : *concerner.*
An kez : *ce, cet, cette.*
Ankeveladus : *incommunicable.*
Ankrerezh : *ascèse (kv. "ancr" ascète e kbg).*
Ankrouet : *incrée.*
Annouez : *exhorter.*

Anrezhadur : *immolation.*
Anrezhañ : *immoler.*
Anrezhel : *victimaire.*
Anster : *sans sens, non sens.*
An Toc'hor : *le mourant (ivez : an Tremenvaniad).*
An un : *le même, an hevelep.*
Anvent : *infini.*
Araez : *moyen.*
Araezioù : *moyens.*
Arbenn : *cause physique.*
Arbenn-bezañ : *raison d'être.*
Arbenn pennañ : *cause principale.*
Arbennigourion : *(des) spécialistes.*
Arbennoù : *causes, raisons, motifs.*
Arc'hwel : *fonction.*
Ardaolet : *attribué.*
Aregel : *discursif.*
Arempred : *service.*
Argel : *symbole.*
Argelek : *symbolique.*
Argelrzh (g) : *icône.*
Argerzh : *processus.*
Argraf : *affaire.*
Argreskus : *progressif.*
Ariouriezh : *arianisme.*
Arlevier : *président.*
Arlid : *rite.*
Arloañ : *appliquer.*
Arloañ-daouarn : *imposition des mains.*
Arloz : *Seigneur.*
Armerzhel : *économique.*
Arnevezour : *moderniste.*
Aroarek : *oisif.*
Arouesaat : *signifier.*
Arouezegezh : *signifiance, caractère de signe.*
Arouezennelezh : *symbolisme.*

Arreet : *répété.*
Arrizh : *idole.*
Arrizhegezh : *idolâtrie.*
Arselladoù : *considérations.*
Arsellout : *examiner.*
Arskeud : *arliv.*
Arstalek : *constant.*
Arvan : *apparence (personne).*
Arvanoù : *apparences.*
Arvez : *aspect.*
Arvezet : *considéré.*
Arveradus : *utilisable.*
Arwarzh : *prestige.*
Arwelaat : *s'exprimer, se manifester.*
Arzal'het : *sauvegardé (ivez : "gwardet").*
Arzerc'hel : *sauvegarder (ivez : "gwardedñ").*
Askenn : *pignat ("esgyn" e kembraeg).*
Askeviunadenn : *réconciliation.*
Askeviunadur : *réconciliation.*
Askoemp : *rechute.*
Askoemped : *relaps.*
Atebegelezhioù : *responsabilités matérielles, objectives.*
Atebegezh : *responsabilité.*
Atodel : *supplémentaire (ivez : "dreistat").*
Atodiñ : *ajouter.*
Averlad (b) : *hostie.*
Azav : *promesse.*
Azavet : *promis.*
Azaviñ : *promettre.*
Azbevaerezh : *réanimation.*
Azon : *caractéristique.*
Azrek : *contrition.*
Azverat : *restaurer.*

B

Baranek : *fanatique.*
Baranegezh : *fanatisme.*
Barnerezhel : *judiciaire.*
Barr-lizadurezh : *niveau de corruption.*
Bastus : *suffisant.*
Bec'hiekaat : dont da vezañ bec'hiet ; "*enrichir*" e galleg e yezh ar fizik pe ar gimiezh.
Bedveizadur kravezel : "*weltanschauung*" *religieuse.*
Begozh : *menace.*
Belegiezhvod : *presbyterium.*
Benargas : *répudiation* ("ben" = plac'h).
Berzhus : *efficace.*
Berzhusted : *efficacité* (ivez : "gwerc'hegezh").
Betek evel : *en tant que tel.*
Beved : *vie matérielle, biologique.*
Bezanterezh : *assistance* (ivez : "arvezidi" ls).
Bezantiñ : *assister* (ivez : "arvezañ ouzh").
Beziad : *réalité, fait.*
Beziadelezh : *réalité.*
Beziadoù krai : *faits bruts*
Beziadus : *possible dans l'être.*
Bezhel : *éternel* ("bezh" evel "bezhviken", "bizhviken").
Blendestour : *Protestant.*
Blenfrouezh : *prémices.*
Bloaziadur : *datation.*
Bon (en e von) : *intrinsèquement, en 'son' fond.*
Bongoal : (b) *dogme.*
Boniek : *radical.*
Bonnañ : *professer, publier.*
Bonreizhiad vongoalek : *constitution dogmatique.*
Boudelezh : *entité.*
Boztalañ : *satisfaire.*
Boztaladenn : *satisfaction.*
Boztalerezh : *satisfaction.*
Bleinekaat : *polariser.*

Bredoniezh : *psychologie*.
Brellañ pep merk : *brouiller toutes les pistes*.
Briegezh : *dignité*.
Briwerc'h (g) : *vertu*.
Briwerc'h douedaveel : *vertu théologique*.
Briwerc'hioù : *vertus*.
Briwerc'hioù enskuilh : *vertus infuses*.
Briwerc'hioù diazezel : *vertus cardinales*.
Buziad : *bénéficiaire*.

C'h

C'hweluniad : *syndicat*.
C'hwimnder rannigoù : *accélérateur de particules*.

D

Daelerezhel : *dialectique*.
Damkanad : *théorie (une)*.
Damkanel : *théorique*.
Damkaniezh : *théorie (la) en général*.
Dangorenn : *sujet*.
Danseulad : *substrat*.
Darbar : *contribuer*.
Darbenn : *recevoir, admettre, reconnaître*.
Darbenner : *receveur*.
Darbennet : *reçu, admis..*.
Darblegañ : *soumettre*.
Dargouezh : *hasard*.
Darlakaat : *prétendre*.
Darlavariad : *prophète*.
Darnodiñ : *expérimenter*.
Darsav : *insurrection, rébellion*.

Darvennad : *exigence.*
Darvennadoù : *exigences.*
Darvennañ : *exiger.*
Darvennet : *exigé.*
Darvennout : *exiger par une personne.*
Darvoudenn : *accident (prederouriezh).*
Darvoudennoù : *accidents.*
Darwirienn : *axiome.*
Dasprenat : *se rapportant à la Rédemption.*
Datgan : *proclamation, annonce, déclaration, manifeste (ger kenorin moarvat gant "diougan").*
Daveadur : *relation.*
Daveerezh : *relation active.*
Daveiñ : *faire référence à, renvoyer à.*
Daveoù : *références.*
Davoud : *futur (le).*
Davoude : *futur, se rapportant au futur.*
Dazgwered : *réaction.*
Dazeilat : *alternatif.*
Dazlamad : *répercussion.*
Dazhlad : *célébration (ivez : "lidadur").*
Dazhladenn binijennel : *célébration pénitentielle.*
Dazhliñ : *célébrer (ivez : "lidañ").*
Dazreet : *réitéré.*
Dazroadur : *Tradition (ster ar feizoniezh ; treuzkasadur ar gwirionezioù kristen diazezet war ur c'heleñn arstalek).*
Deberzhek : *contingent.*
Dec'heriadenn : *expression en mots.*
Dec'hmegañ : *imaginer.*
Dedalvezet : *appliqué.*
Dedaolet : *produit naturellement.*
Dedeurel : *produire naturellement ; "kenderc'hañ" produire artificiellement, industriellement.*
Dedeuzet : *fondu.*
Defraeshaat : *démontrer.*
Defraeshadur : *démonstration, preuve.*

Degont : *cas.*
Degounadenn : *souvenir rappelé.*
Degounañ : *rappeler.*
Dehêrañ : *adopter.*
Dehêred : *enfants adoptifs.*
Dehêridigezh : *adoption.*
Dehuzianterezh : *propitiation* (kmb : "dyhuddiant").
Dehuziantus : *propitiatoire.*
Del : evel (kv. "del" e kng).
Delanvad : *influence.*
Delec'hiet : *localisé.*
Dellidoù : *mérites.*
Delodet : *attribué.*
Deltu : *courage, dynamisme.*
Dendouevel : *humano-divin.*
Dendouevelezh : *humano-divinité.*
Derc'h : *image mentale.*
Derc'havet : *élevé.*
Derc'henn : *image objective.*
Derc'hennadur : *représentation.*
Derc'hennañ : *représenter.*
Derc'houezañ : *représenter dans une assemblée.*
Derc'houezour : *représentant dans une assemblée.*
Dereadelezh : *convenance.*
Derezek : *progressif.*
Derez-mann : *degré zéro.*
Desellet : *considéré.*
Desellout : *considérer.*
Deskrivad : *description.*
Despizadur : *définition.*
Despizet : *défini.*
Desteriañ : *interpréter.*
Destlek : *canonique.*
Deurus : *intéressant.*
Deuterion : *deutérium.*
Devarn : *sentence.*

Deved : *décret.*
Deved : *rite.*
Devedeg : *rituel (livre).*
Devedel : *rituel.*
Devoud : *fait.*
Devoudad : *effet.*
Devoudañ : *produire.*
Devoudel : *effectif, réel, de fait.*
Devoudelaat : *rendre effectif.*
Devredad retvezek : *décision nécessaire.*
Devriegezh : *caractère de ce qui est sérieux, le sérieux.*
Dezev : *pensée (ivez : prederenn), idée, intention.*
Dezevel : *mental.*
Dezevout : *penser.*
Dezgeriad : *formule.*
Dezgeriadur : *formulation.*
Dezgeriet : *formulé.*
Dezreadurioù : *déductions, conclusions.*
Dezren : *déduire.*
Dezvarn ar greadusted : *jugement de crédibilité.*
Dezvarn ar gredendalc'husted : *jugement de crédentité.*
Dezvennerezh : *intention dans son évolution active.*
Diabehz : *tout (an diabehz = "le tout", e galleg).*
Diac'hinadel : *paradoxal.*
Diac'hinek : *contradictoire.*
Diac'hinel : *contraire.*
Dianlenad : *conséquence.*
Dianlenadoù : *conséquences causales.*
Dianvarroù : *conclusions.*
Dianveziad : *conséquent.*
Diarc'hañ : *exiger.*
Diarc'het : *exigé.*
Diarsell : *perspective.*
Diatoradus : *irrécupérable.*
Diavaeziadenn : *manifestation, extériorisation.*
Diawelerezh : *visions(des).*

Diazerc'hel : *concerner, s'adresser à.*
Dibafalus : *impalpable.*
Dibennach : *absurdités.*
Dibistri : *antidote.*
Dic'heriadus : *inexprimable.*
Didalvoud : *nul (ivez : "diwerc'h").*
Didralen : *relatif.*
Dienaet : *certifié, démontré.*
Diended : *certitude.*
Dierremañ : *invalider.*
Dierremmek : *invalide.*
Dierouez : *absent.*
Digehuzad : *acquittement.*
Digehuzañ : *acquitter.*
Digenvezenn : *ger tost ar ster anezhañ da "no man's land".*
Digevaotre : *illicite.*
Dihustell : *énigme.*
Dihuzañ : *consoler.*
Diles : *authentique.*
Dilesoc'h : *plus authentique.*
Dinodiñ : *apparaître.*
Diogelaat : *rendre sûr, assurer.*
Diogelded : *sécurité.*
Diogelenniñ : *prouver.*
Diorreadurezh : *développement moral, intellectuel.*
Diouerek : *déficient.*
Dioueriñ : *renoncer.*
Diounit : *administrer (remède, etc.), servir à table etc...*
Diouzerc'h : *préfiguration.*
Diouzerc'hañ : *préfigurer.*
Diouzh hennad : *de la nature, de l'ordre de.*
Diouzh kemez : *dans la logique de.*
Dirreet : *réduit (diwar : "diren").*
Dirgel : *secret.*
Dirveur : *énorme.*
Dirvoudel : *objectivement réel sur terre.*

Diskanttreiñ : *apostasier.*
Diskantroad : *apostat.*
Diskarez : *pardon.*
Diskareziñ : *pardonnez.*
Dislank : *distance entre, esaouenn, hed etre.*
Disnevet : *sacrilège.*
Disnevetad : *profanation.*
Dispac'h ar c'hevandiriou : *dérive des continents.*
Dispresourder : *indélicatesse.*
Distantur : *extraordinaire.*
Divezegezh : *moralité, caractère moral.*
Divizezezh : *décision dans son évolution active.*
Diwar anadurezh : *à l'évidence.*
Diwar did : *arbitrairement.*
Dizaerouantour : *exorciste.*
Dizalc'hadenn : *absolution.*
Dizalc'hidigezh : *cession.*
Dizave : *absolu.*
Dizereadenn : *absolution.*
Dizeren : *absoudre.*
Dizeurediñ : *divorcer.*
Doazh : *sage (liester : doazhion).*
Doazhourion : *Docteurs.*
Dodennou : *thèmes.*
Douedaveel : *théologal.*
Doueveladur : *déification.*
Douegedneuziadur : *déiformation.*
Douegedneuziekaat : *dont da vezañ "douegedneuziek", heñvel ouzh Doue ("déiforme").*
Douegedneuzius : *déiformant.*
Douested : *densité, intensité.*
Douevel : *divin.*
Dougen trugaregezh : *rendre grâce.*
Dre areg trabedoniel (diouzh eztaol trabedoniel) : *métaphysiquement parlant.*
Dre dra : *effectivement.*

Dre gevambroug : *par concomitance.*
Dre greiz amveziadoù goubarzhel : *dans des circonstances particulières.*
Dre hennad : *par essence.*
Dre heñvel benn : *au même titre.*
Dre o ferzh : *par eux-mêmes*
Dreistad : *supplément.*
Drouksaviad : *mauvaise situation.*
Durc'hadur : *orientation.*
Durc'haet : *orienté.*

E

E dave da : *en référence à.*
E devoud : *en fait (ivez : "le fait de", "la cause de").*
E diaouez : *en présence.*
E diazalc'h : *dans la dépendance de.*
E diazalc'h gwerc'hel : *en lien réel.*
Eeun : *prochain, direct.*
E gin : *au contraire.*
Eginbeurbadel : *d'embryon d'éternité.*
Eginglodekadur : *glorification en germe.*
Eginzasorc'hidi : *germes de ressuscités.*
Egor : *espace.*
Egorelezh : *espace, étendue.*
E gourhêrezh : *dans la lignée de.*
E gouwerzh : *au rabais.*
E gwered : *en acte ; e galloud : en puissance.*
E kenfeur : *en proportion, proportionnellement.*
E kenfeur keñveriek : *dans une mesure relative.*
Eliadenn : *onction.*
Eliadenn Eoul Santel : *onction d'huile sacrée (Saint Chrême).*
Emarsellout : *s'examiner.*
Emblegoni : *résignation.*
Emblegerezh : *soumission volontaire.*

Embregadur : *entreprise (opération).*
Emdarzek : *spontané.*
Emdreantek : *recueilli.*
Emdreanterezh : *recueillement.*
Emdred (g) : *retraite.*
Emdredañ : *se retirer.*
Emdroadur : *évolution.*
Emelladenn : *démarche.*
Emeskarzhañ : *s'abaisser, s'anéantir, se vider.*
Emesteuziñ : *s'anéantir.*
Emframmoù : *structures.*
Emged kristek : *don de soi christique.*
Emgediñ : *se donner.*
Emgelenn : *conseil.*
Emgerc'hegezh : *égoïsme.*
Emgloastrerezh : *autoclaustration.*
Emnac'h : *renoncement, abnégation.*
Emouezout : *(emouezvoud) conscience.*
E mouez ouzh : *en l'honneur de.*
Empleg : *implicite.*
Emskiantekaat : *conscientiser.*
Emstagoni : *adhésion morale.*
Emyoulek : *volontaire.*
Emziskouez : *apparition.*
Emzioueroù : *privations.*
En ardizh : *exposé à.*
En arempred : *au service de.*
Endonañ : *approfondir.*
Endhu : *ainsi.*
Enebañs : *image.*
En e dudenn : *en sa personne.*
En e c'hounid : *à son profit.*
En ergeñver da : *par référence à.*
En he c'hrai : *en elle-même.*
Enkelat : *latent.*
Enkreridigezh : *inauguration.*

Enlen : *inhérent à (ouzh).*
Enmanusted : *immanence*
En o c'hrai : *en elles mêmes, en eux-mêmes.*
Ensav : *instance.*
Enteuzadur : *assimilation.*
Entuegezh : *disponibilité.*
Ent digeñver gant : *indépendamment de.*
E reizh : *à la manière de, en manière de.*
E reizh ur : *à la manière de, en manière de.*
Ergerzhioù-kospañ : *expéditions punitives.*
Ergorel : *objectif.*
Ergorelezh : *domaine de l'objectif, objectivité.*
Ergorenn : *objet, chose objective (e prederouriezh).*
Erllec'hiadur : *substitution.*
Erlusk : *élan.*
Erluskañ : *susciter.*
Erouez : *présent, actuel.*
Erouezel : *actuel.*
Erouesaat : *actualiser, rendre présent.*
Erouezvezh : *présent ; temps présent.*
Erounidigezh : *application, exécution.*
Erremmek : *valide.*
Ersav : *attitude, réaction à.*
Ersellegezh : *prudence (vertu cardinale).*
Erzerc'had : *manifestation.*
Erzerc'hadenn : *manifestation.*
Erzerc'hañ : *manifeste.*
Erzerc'hed : *manifesté, révélé.*
Ersav : *attitude.*
Eskoridigezh : *émergence.*
Eskoriñ : *émerger.*
Esteuzidigezh : *anéantissement, destruction totale.*
Etreenn : *milieu.*
Etrekeduniezh : *intercommunion.*
Etreतालुad : *entre temps.*
Eulad : *signification.*

Eulañ : *ultime.*
Eulavouriel : *eschatologique.*
Ezdale'h : *exempt.*
Ezgeriañ : *exprimer.*
Ezholed : *candidat désigné.*
Ezkaelet : *exclus.*
Eztaolad : *expression.*
Eztaol-azrek : *acte de contrition.*
Eztaol standurel : *expression courante.*
Eztaol-feiz : *acte de foi.*
Eztaoliñ : *exprimer.*

F

Feizoniezh : *théologie de la foi.*
Feizoniour : *théologien de la foi.*
Frammadelouriezh : *structuralisme.*
Frammadurezh : *économie.*
Flañchell : *bistouri, scalpel.*
Fraied : *copains.*

G

Galloud : *puissance en philosophie (gerioù eus prederouriezh St Tomaz).*
Gavaelañ : *saisir.*
Gennet : *habité.*
Geriañ : *exprimer.*
Gladvonn : *frontière nationale.*
Glanaeret : *aéré.*
Glenadiñ : *adhérer moralement.*
Glenañ : *adhérer à (ouzh).*
Glenn : *douar (barzhoniel).*
Glennel : *terrestre.*
Godinebiñ : *commettre un adultère.*

Goñvoregezh : *tempérance.*
Gouateg : *support.*
Goubadur : *résolution.*
Goubarañ : *abstraire mentalement.*
Goubarzhel : *particulier.*
Goubet : *résolu, décidé.*
Gouezoniour : *savant (un).*
Gouezoniezh : *science.*
Gouezoniel : *skiantel.*
Gouezvoud (g) : *présence.*
Gouezvoud gwerc'hel : *présence réelle.*
Gouezvoud gwerc'hel : *présence réelle, pe c'hoazh :*
kantveziadelezh: bezañs louere, eleze nann kealel hepken e
spesoù ar bara hag ar gwin.
Gouezwel : *parousie = vision (gwel) de la présence (gouez).*
Gouevaniñ : *s'intégrer.*
Gougonez : *gloire.*
Gouiziaded : *(des) savants.*
Gouiziadoniour : *épistémologue.*
Gouiziadur : *connaissance (une).*
Goulezek : *tolérant.*
Goulezegezh : *tolérance.*
Gouloc'h : *culte.*
Gouniñv : *administrer.*
Gouniñverezh : *ministère.*
Gouniñverezh trebadek : *ministère permanent.*
Gouniñvour : *ministre.*
Gouniñvouriezh : *ministère.*
Gounit (e) : *au profit de.*
Gourambred : *ferme propos.*
Gourampleget : *imposé.*
Gouraskenn : *Ascension.*
Gourbannañ : *proclamer, exalter.*
Gourbannet : *exalté.*
Gourbeliad : *souverain.*
Gourbeliegezh : *souveraineté (ivez : riegezh, emveliegezh).*

Gourfred : *outrance, excès.*
Gourozarc'h : *patriarche.*
Goursav : *extase.*
Goursenedoù : *Conciles Oecuméniques.*
Gouvennet : *pressenti.*
Gouvriad : *notable.*
Gouwerzh : *rabais.*
Gouzañvegezh : *caractère fataliste.*
Gouzaviñ : *avertir, faire part.*
Gradus : *gratuit.*
Gread : *acte (sk. "gread noteriel" acte notarial).*
Gremm : *énergie.*
Gwardiñ : *sauvegarder (ivez : arzerc'hel).*
Gwardet : *sauvegardé (ivez : arzalc'het).*
Gwastadour : *pionnier.*
Gwarzh : *scandale.*
Gwazad : *service en tant qu'équipe.*
Gwazadurioù : *services (organismes).*
Gwazañ : *servir.*
Gwazerezh : *service.*
Gwaznezh (g) : *office religieux.*
Gwazourion : *serviteurs.*
Gweinerezh : *ministère en acte.*
Gweinerezh kerrinel : *ministère sacramental.*
Gweiniezh : *ministère (condition de ministre).*
Gweiniñ ampoaniuzoù : *servir, administrer des analgésiques (anesthésiants).*
Gweinourion : *ministre (ger gwelloc'h eget "maodiern", zoken war an dachenn bolitikel).*
Gwel gwennvedikaus : *vision béatifiante.*
Gwellek : *optimal ; ent wellek : optimalement.*
Gwengel : *mythe.*
Gwengelek : *mythique.*
Gwerc'h : *action, efficacité.*
Gwerc'h : *action effective, efficiente.*
Gwerc'h : *efficace.*

Gwerc'hegezh : *efficacité.*
Gwerc'hel : *réel.*
Gwerc'helaat : *se réaliser.*
Gwec'heladur : *réalisation.*
Gwerc'helezh : *réalité.*
Gwerc'helour : *réaliste ag.*
Gwerc'henn : *réalité (une).*
Gwerc'h kentizhel : *efficacité immédiate.*
Gwered : *action, effet.*
Gwered : *acte en philosophie ; opposé à "Galloud" puissance.*
Gweredel : *actuel.*
Gweredidik : *opératif (ger skolastek).*
Gwerediñ : *agir.*
Gwered-krouiñ : *action créatrice.*
Gwerv : *Verbe divin ; kv. kbg "gwerf".*
Gwerv Emzenet : *Verbe Incarné (ivez : keddenet, emgreudet).*
Gwerzh e warant, he gwarant : *digne de foi.*
Gwezhiezh : *activité.*
Gwezhiad : *acte.*
Gwezhiadenn : *action.*
Gwezhiañ : *agir.*
Gwid : *vice.*
Gwir destlek : *droit canonique.*
Gwiriegezh : *véracité.*
Gwirioneziou bezhel : *vérités éternelles, ("bezh" evel "bezhviken", "bizhviken").*
Gwirvoud : *réalité.*
Gwirvoudel : *réel, le plus réel, transcendant.*
Gwirvozek : *volontaire.*
Gwitibunadur : *généralisation.*
Gwitibunañ : *généraliser.*

H

Handarzhañ : *procéder.*

Hanez : *histoire événementielle.*
Hanezel : *historique.*
Hanezour : *historien.*
Haeradenn : *affirmation.*
Haeriñ : *affirmer, prétendre.*
Halek : *profane.*
Hanc'her : *vocable.*
Hanvoud : *existence humaine.*
Hanvoudelour : *existentialiste.*
Hanvout : *exister.*
Haremad : *contenu d'un "harem".*
Heberzh : *qualité (bonne).*
Heboell : *raisonnable.*
Hegaristiezh : *eucharistie.*
Hengounelour : *traditionaliste.*
Hennad : *essence, nature.*
Hennadel : *essentiel, par essence, concernant l'essence.*
Hennen : *cela, ceci.*
Hennvoud : *essence.*
Hentennoù : *méthodes.*
Hentennoniel : *méthodologique.*
Heñvelerezh : *imitation.*
Hepket : *sauf, hormis.*
Hepkoriñ : *éviter, se passer de.*
Herouezañ : *favoriser.*
Herouezadur : *promotion.*
Hevoudañ : *donner du bien être.*
Hewalc'h : *vénuel.*
Hez : *paix intérieure, morale.*
Hoali : *padelezh ar vuhez.*
Hoal : *droit.*
Hol (g) : *autorité.*
Holc'h : *(ad) recherche.*
Holiegezh : *autorité.*
Hollandioueradus : *absolument indispensable.*
Hollerouez : *omniprésent.*

Hollveziadel : *universel.*

Holiour : *supérieur.*

Honniñ : *affirmer.*

I

Izegad : *minimum.*

Iliz blendestour : *Eglise protestante.*

Ilizoniel : *ecclésiologique.*

Ilizoniezh : *ecclésiologie.*

K

Kadwaznac'her : *objecteur, qui refuse le service militaire.*

Kaerañ pezh a zo : *qui mieux est.*

Kaimantal : *demander à outrance, fortement solliciter, "casser les pieds".*

Kalvezel : *technique.*

Kalvezelezh : *technicité, perzh ar pezh a zo kalvezel.*

Kanforzh : *infiniment.*

Kaniadiñ : *consentir à, admettre.*

Kanmoedek : *solennel ("moed" : toniusted, meurdez).*

Kantaezañ : *sentir.*

Kantaezouezel : *contemplatif.*

Kantaezouezelezh : *contemplation.*

Kantaezouezerezh : *contemplation active (connaissance affective : gouezerezh kantaezel).*

Kantouestlañ : *consacrer.*

Kantouestlet : *consacré.*

Kantouezadennoù : *expériences, observations expérimentales.*

Kantouezadur halek : *expérience profane.*

Kantouezadus : *perceptible de façon expérimentale.*

Kantouezañ : *expérimenter.*

Kantouezel : *expérimental.*

Kantouezelouriezh : *empirisme.*

Kantreol : *normal.*
Kanttreiñ : *convertir, se convertir.*
Kantvezet : *considéré.*
Kantvout : *considérer.*
Kavandad : *camarade.*
Kavantadiezh : *camaraderie.*
Kealiadurezh : *idéologie.*
Ked : *don* ; **kedoù** : *dons.*
Kedanaout : *reconnaître.*
Keddenañ : *se faire homme.*
Kederouez : *présent ensemble.*
Kedilizelour : *oecuméniste.*
Kedgredek : *solidaire.*
Kediadenn : *copulation.*
Kedilizegezh : *oecuménisme chrétien.*
Kediñ : *conférer.*
Kedkealegezh : *syncrétisme (attitude).*
Kedrann : *composante.*
Kedunadur : *communion.*
Kedunadenn : *(une) communion.*
Kedunadenn & kedunadur : *communion.*
Kedunadiezh : *communauté de religions.*
Kedunadoù : *communautés ecclésiales particulières ; (ivez : kedhiniennoù).*
Kedunan : *en union.*
Keduner : *communiant (un).*
Keduniñ : *communier.*
Keduniezh feizadel : *communion des fidèles (feizad : fidèle).*
Kedunlusk : *d'un même mouvement.*
Kedunvenn : *à l'unisson de leurs volontés.*
Kedunvouezh : *d'une seule voix*
kedunyoul : *d'une seule et même volonté.*
Kedyoul : *acceptation active.*
Kefle : *pacte, alliance.*
Kefleunazrek : *pleine contrition.*
Kefleunded : *perfection, plénitude ("keveswelded").*

Kefleunder : plénitude.
Kefleuniañ : accomplir.
Kefleuniet : accompli.
Kefredelezh : intelligentsia, milieu intellectuel.
Kefredour : intellectuel (un).
Kefridiel : officiel.
Kehentiñ : communiquer.
Kehenterezh : communication.
Kehoazus (ent) : publiquement.
Kehuz-gwerediñ : cause efficiente.
Keinekaat : donner corps, consistance, illustrer (kv. "cefnogi"
e kbg).
Kembeli : compétence.
Kembezus : compatible.
Kempennelouriezh : réformisme.
Kemperzh : contexte.
Kempoell : logique.
Kempoellded : cohérence.
Kenaozañ : composer.
Kendave (e kendave gant) : en relation avec.
Kenderc'hañ : produire.
Kenderc'her : producteur
Kendro : évolution.
Keneliñ : engendrer (o komz diwar benn Eil Nouez an
Dreinded).
Kenelwerinat : national-socialiste.
Kenelwerinelouriezh : national-socialisme.
Kenemell : entremise conjugquée, commune.
Kengej tregemmus : contact transformant.
Kenglevioù : accords (ivez : kengradoù).
Kengraderezh : assentiment.
Kenilañ : inciter, exciter
kenilour : animateur.
Kenneziñ : augmenter.
Kennez : augmentation.
Kennezvoù : propriétés, vertus.

Kensteuiñ : *combiner.*
Kenstumm : *conforme.*
Kentizhek : *prochain, immédiat.*
Kentizhel : *immédiat, direct.*
Kentoc'h meiz : *à plus forte raison.*
Kenvegañ : *honorer.*
Keñveliel : *analogique.*
Kerrinel : *sacramentel.*
Kerrin : *sacrement* (kalz livusoc'h eo ur ger evel "kerrin" hag en e gichen e chom evel mut, zoken e brezhoneg, an anvad "sakramant").
Kevamsavadus : *interchangeable.*
Kevan : *total, entier.*
Kevanek : *intégrant* ("parzh kevanek" = "*partie intégrante*").
Kevaniñ : *intégrer.*
Kevaniñ ouzh an Urzhoù : *entrer dans les Ordres.*
Kevanlosk : *holocauste.*
Kevanroez : *totalité, intégrité, intégralité.*
Kevaotañ : *rédiger.*
Kevaraezañ : *permettre, donner le moyen, rendre possible.*
Kevastenn : *étendre, appliquer (a - ouzh).*
Kevatallodek : *également réparti.*
Kevateb : *correspondant.*
Kevazasiñ : *adapter, conformer.*
Kevelus : *commun.*
Kevelep : *analogue.*
Keveskemm : *réciproque.*
Keviunad keveskemm : *consentement mutuel.*
Kevradiel : *eucharistique.*
Kevradiezh : *eucharistie* (kevradiñ : *rendre grâces, faire eucharistie*).
Kevrank : *rencontre face à face, match ou combat.*
Kevrater : *contractant.*
Kevredik : *public.*
Kevreizh : *proportionné.*
Kevren ouzh : *se rattacher à.*

Kevrinel : *mystique.*
Kewer : *honnête, probe* (kv. "cywir" e kembraeg).
Kewir : *exact, conforme, fidèle, sincère.*
Kewirded : *exactitude, conformité, fidélité, sincérité.*
Kezivik : *primordial, positif.*
Kiminiadezh (b) : *kérygme, annonce.*
Klodekaat : *glorifier.*
Klodouezadur : *Transfiguration du Christ.*
Klodouezañ : *transfigurer* (o komz eus ar C'hrist war ar Menez-Tabor).
Klodouezet : *transfiguré.*
Klufanerezh : *flatterie.*
Koanlec'h : *cénacle.*
Koanlid : *cène.*
Koan Santel : *Sainte Cène.*
Koanveur : *cène.*
Koleziñ : *vénérer.*
Komz Emgreudet : *Parole Incarnée* (ivez : "enkorfet", "keddenet", "emzenet").
Kondonel : *intime.*
Kor : *cycle.*
Korvoder : *revenu (le).*
Korvoiñ : *exploiter* (ster gwashaat).
Koul : *coulpe*
Kouvrant : *affectueux.*
Kouvrantiezh : *affection.*
Kraided : *réalité en soi, réalité nominale.*
Kraidedenn : *réalité (une) en soi* (kraided : *réalité en soi*).
Kraidedel : *relatif à la réalité en soi.*
Krafted : *perspicacité* (kv. "craffter" e kbg).
Kravez : *religion.*
Kravezel : *religieux.*
Kredadusted : *crédibilité.*
Kres (g) : *peoc'h* (ger kernowek)
Kreud : *chair.*
Kreudel : *physique, charnel.*

Kreudelezh : *situation charnelle, somatique.*

Kristoniel : *christologique.*

Kristoniezh : *christologie.*

Krouedenn : *créature.*

L

Laesañ : *léguer (da / à).*

Lakaennoù : *prémises (e pep kempoellad - "syllogisme" - e kaver div lavarenn gentañ a vez graet "kentlakaenn" hag "eilllakaenn" anezho).*

Liesdiskiblezhat : *pluridisciplinaire.*

Lankad : *phase.*

Loazioù : *ressources.*

Lavaradurezh : *langue.*

Laz : *intérêt.*

Lazenn : *cause.*

Lazoù : *intérêts.*

Ledad : *étendue.*

Ledvoz : *condescendance forcée.*

Lerc'hadek : *successful.*

Lerc'hadiñ : *succéder.*

Lerc'hiad : *conséquence (ivez : "heuliad").*

Lerc'hiad kemezel : *suite logique.*

Lerc'hiadour kentizhek : *successeur immédiat.*

Leterc'hadek : *métaphorique.*

Levenezekaat : *kreñvoc'h, donoc'h ha speredeloc'h eo eget "laouenaat".*

Leviadurezh : *politique (une).*

Levierion : *dirigeants ls.*

Lezenn : *lezenn gravezel ar yuzevion.*

Lezenn ar c'hevelep : *loi du talion*

Lod pe bezh : *partie ou tout.*

Lomañ : *ici-bas.*

Louerel : *concret.*

Louc'hanvegad : *caractère sacramental.*
Luc'htres : *photographie.*
Luoz : *armées.*
Lusked : *motivation.*

M

Mab trafadel : *fils éternel.*
Makka : *La Mecque (Arabia).*
Marellvaen : *marbre.*
Marvidi : *(les) morts, les défunts.*
Mazaviant : *pardon.*
Mazaviñ : *pardonnez.*
Meid : *geste* ; **meidou** : *gestes.*
Meizaderezh : *conceptualisation.*
Menec'h : *fréquent.*
Mentenn : *dimension.*
Merater : *masseur.*
Merzhadelouriezh : *sensualisme.*
Merzhad : *sentiment, impression.*
Merzhidik : *sensible.*
Mestonkañ : *condamner.*
Meudoe : *cénobite (kv. "meudwy" e kbg).*
Meveriañ : *méditer.*
Mezekniezh derc'hanel : *médecine nucléaire.*
Milour : *soldat.*
Mirlod : *apanage, domaine réservé.*
Moemat : *jouir de.*
Moended : *tendresse.*
Moneadur : *comportement.*
Muslimad : *musulman (tostoc'h eget ar ger gallek ouzh "muslim", ger arabek orin, o talvezout "feizad", "kredennour").*

N

Naouiñ : *apparaître.*
Navitse : *pour autant.*
Neges : *message.*
Neñvannerc'h : *oracle.*
Nepek : *nul.*
Nesaelezh : *proximité, intimité.*
Neuzelezh : *apparence ("neuzelezh varvel" = apparence mortelle, de mort).*
Neuzelouriezh : *docétisme.*
Neved : *temple.*
Nevedenn : *sanctuaire.*
Nevediadezh (b) : *sacerdoce.*
Nevedlog : *tabernacle d'autel.*
Nevegezh : *gnose.*
Nevet : *sacré.*
Nevezkevamoud (g) : *Nouveau Testament, Nouvelle Alliance* (kv. "kevamod" = *alliance e kbg*).
Nevezkevamoudel : *néotestamentaire.*
Nouez : *personne* ; **nouezioù** : *personnes* .
Nouezdenel : *relatif à la personne humaine.*
Nouezdenelour : *personnaliste.*
Nouezelezh : *personnalité.*
Nuñvrenket : *canonisé* (renket = *santel*).
No... No... : *pe... pe...*, stumm bigoudennek da geñveriañ ouzh ar c'hembraeg "neu... neu..."

O

Oadourion : *adultes.*
Oberiat : *actif.*
Olkarantez : *manque d'amour.*
Ouzh ar bon : *au fond.*
Ouzh aters : *en question.*
Ouzh denesâd : *à l'approche de.*

Overez : *vanité.*

P

Parc'het : *vénééré.*

Par-kengrad : *point d'accord.*

Parzh : *partie* ("parzh kevanek" = "*partie intégrante*").

Paskourion : *Pasteurs.*

Pec'hed-hil : *péché originel.*

Pedenn-drugaregezh : *prière d'action de grâces.*

Pengennet ganimp : (bezan pengennet gant unan bennak : evit un den, bezan degouezhet e penn e labour).

Pennaenn : *principe.*

Pennarbenn : *cause première.*

Pennarbennat : *se rapportant à la cause première.*

Penndalc'h (ar) : *(l)'essentiel.*

Penndalc'hel : *essentiel, capital* ; (ivez : hennadel).

Penndevoud : *principe.*

Pennfinvez : *fin dernière.*

Penggefluskour : *premier moteur.*

Penniliz : *cathédrale.*

Penn-Riez : *Chef d'Etat.*

Pennvon : *principe fondamental.*

Pep kenfeur en e reizh : *toute proportion gardée.*

Perzhiat : *participant.*

Peurarstal : *persévérance.*

Peurastalus : *persévérant.*

Peurbadel : *éternel* (evit un den).

Peurboellad : *persévérance.*

Peurboelladus : *persévérant.*

Peuremged : *don total de soi.*

Peurhegomz : *tout à fait parlant.*

Peurvarradur : *achèvement, consommation.*

Peurvoud : *l'Etre parfait.*

Peurvoudel : *ontologiquement parfait.*

Pezh pe lod : *tout ou partie.*
Piaoued : *habitus, acquis.*
Piaouedel : *habituel, d'habitus.*
Piaouel : *propre.*
Plaenaat : *expliquer, exposer.*
Pleustridigezh : *recherche, fréquentation.*
Pleustrour : *pratiquant (un).*
Presour : *délicat, prévenant, bienveillant.*
Presourded : *délicatesse, prévenance, bienveillance.*
Purdan : *purgatoire.*
Purdanel : *du purgatoire.*

R

Rad (b) : *grâce.*
Rad-piaouedel : *grâce habituelle.*
Rad-yonaat : *grâce sanctifiante (justificatrice).*
Rad erouezel : *grâce actuelle.*
Radwerc'heg : *charismatique.*
Ragamplegadoù : *conditions préalables.*
Ragampoentañ : *anticiper.*
Ragemaozerezh : *préparation.*
Ragorel : *excellent.*
Ragwezhañ : *présider une assemblée liturgique.*
Raklenadelezh : *antériorité causale.*
Rakveziad : *antécédent, présupposé.*
Rakwezat : *préalable.*
Ratozhiegezh : *résolution.*
Ratreañ : *réparer.*
Razas : *assurément.*
Realañ : *se comporter.*
Realezh : *comportement.*
"Redintegratio" : *adframmidigezh.*
Reizhidigezhus : *qui apporte la justification.*
Reizhoniel : *juridique.*

Reizhvriaded : *orthodoxes.*
Reizhvriezh : *orthodoxie, ensemble des églises et des doctrines orthodoxes.*
Renad : *régime.*
Reñverek : *excessif.*
Reoladoù : *normes.*
Restañ : *rappporter, citer.*
Retvez : *nécessité.*
Retvez-araez : *nécessité de moyen.*
Retvez-arc'heb : *nécessité de précepte.*
Retvezek : *nécessaire, essentiel.*
Reveg (g) : *témérité.*
Revoud : *existence.*
Rezedadur : *nivellement.*
Rezid : *liberté.*
Riezel : *étatique.*
Rikdezevet : *bien intentionné.*
Rinek : *secret.*
Rinwaz : *secrétaire.*
Rinwerc'h : *vertu, propriété efficace.*
Rizhenn lennegezhel : *genre littéraire.*

S

Sacrosantum concilium : *goursened nevetsantel.*
Sal-uhel : *chambre-haute.*
Saveladur-ster : *détermination de sens.*
Savelek : *établi, déterminé.*
Saveleñn : *loi physique.*
Savidigezh : *institution, evel "ensavidigezh".*
Saviad : *situation.*
Saviadelezh : *"situationalité".*
Savlec'h : *position.*
Saw : *mais (ger kernowek).*
Sederni (g) : *sérénité.*

Sennoeroù : *sens.*
Seulad : *strate.*
Sev : *à savoir, c'est-à-dire.*
Skarat : *trancher un problème, prendre une décision.*
Skarenn : *secte.*
Skiantelourion : *des scientifiques.*
Skindagañ : *irradier.*
Sklaeriaduret : *illuminé.*
Skogusted : *impact.*
Skolbrederouriezh : (anv) *Scolastique.*
Skolbrederouriezhel : (adanv) *scolastique.*
Skortweliat : *superficiel.*
Skouarnfediñ ouzh : *être à l'écoute de.*
Skrivour : *copiste*
Soliegezh : *bien-fondé.*
Solvoud : *fondement.*
Solwez : *substance.*
Solwezel : *substantiel.*
Speredelour : *spiritualiste.*
Spesoù kantouestlet : *espèces consacrées.*
Spletoù : *avantages, dons.*
Stadadur : *constatation.*
Stervarnour : *exégète.*
Stervaen : *aérolithe, météorite.*
Stlennadoù : *informations.*
Stlennataerezh : *l'informatique.*
Stlesc'hoafadur : *percement du côté avec une lance ("stles" = "koste", diwar ar c'hembraeg "ystlys").*
Stokelloù : *touches.*
Stronkpoull : *le cloaque.*
Stropañ : *attaquer (individuellement).*
Stuz-emesteuziñ : *état d'anéantissement.*
Stuzegezh : *culture, manière de vivre collective, moeurs.*

T

Talet : *payé.*
Talvoudekadur : *mise en valeur, valorisation.*
Talvoudel : *valable.*
Taraz : *risque.*
Tebek : *probable.*
Tegañ : *confirmer.*
Terkoni : *disposition morale générale.*
Terkoniad : *disposition morale.*
Testoù gwelat : *témoins oculaires.*
Teveziñ : *présider une assemblée ecclésiale (an arlevier eo Jezuz e-unan).*
Tidel : *arbitraire (anv).*
Tidelezh : *arbitraire, (adadv).*
Tiernac'h : *dynastie.*
Tilu : *famille, lignée.*
Tiriad : *territoire.*
Tizhwerc'h : *portée (ivez : "odol").*
Tomazour : *thomiste.*
Toc'hor : *mourant* ; **Toc'horion** : *mourants (ivez : Tremenvaniad (idi).*
Tostennañ : *flatter.*
Tosturiñ ouzh : *avoir pitié (kv. "tosturi" e kbg).*
Tonkadegezh : *caractère fatal et fataliste.*
Trabedel : *métaphysique.*
Trabedoniel : *métaphysique.*
Trac'hoant : *convoitise.*
Trafadel : *éternel, d'éternité divine.*
Trafadelezh : *éternité de Dieu.*
Tragouzel : *éternel (o komz eus Doue).*
Tralen : *absolu.*
Tralenat : *absolu.*
Tralended : *absoluïté, caractère absolu.*
Travoud : *être physique.*
Trearrowesaat : *transsignification.*
Trebadout : *subsister.*

Trefouezhiantelaat : *transfonctionalisation* ("fouezhiant" diwar "ffwythiant" = fonction).

Tregemmañ : *transmuter*.

Trehontel : *transcendant*.

Trehontelezh : *transcendance*.

Trehontvoud : *Etre Transcendant*.

Treñ krampouez diwar yod : *noyer le poisson*.

Trelankañ : *dépasser*.

Trelusker : *catalyseur*.

Treouestl : *initiation*.

Tresolwezhadur : *transsubstantiation*.

Treüded : *identité d'être vivant* (hevelepted da badout).

Trevekaat : *exploiter*, (ster gwellaat).

Trevnañ : *organiser*.

Trevonnañ : *dépasser, déborder*.

Trevourel : *civil*.

Trewerc'hel : *métaréal, "sur-réal"* (Martelet).

Trewerc'helezh : *métaréalité, "sur-réalité"*.

Treuz : *transgression, délit*.

Treuzdevezet : *mal interprété*.

Trezerc'h : *hallucination*.

Trezerc'hel : *entretenir*.

Trugaregezh : *grâce, reconnaissance* ; "dougen trugaregezh" = *rendre grâce, exprimer sa reconnaissance*.

Trugarek : *reconnaisant*.

Tudenn (en e dudenn) : *en sa personne*.

U

Unc'henezhiz : *monophysites*.

Undouegadegezh : *monothéisme*.

Ungenezh : *homogène*.

Unleaned : *ermites*.

Unnouez : *personne unique*.

Unvaniezh nouezel : *union hypostatique*.

Urzhadevion : *ordinands* (unander : "urzhadou").

Urzhazel : *hiérarchique*.

Urzhiadurezh : *ordonnancement*.

Urzhiadurezh ar Silvidigezh : *Economie du Salut*.

Urzhidigezh : *ordination*.

Unseurt : *unique*.

Ur pe c'hoñvor : *une certaine mesure*.

W

War sol : *sur la base*.

War sign : *(question) en suspens, ouverte*.

Y

Yoc'h : *masse*.

Yoc'hstlenn : *mass-media*.

Yolwalc'herezh : *impétration* (reiñ he gwalc'h d'ar bedenn : "yol").

Yolwalc'hus : *impétratoire*.

Yolerezh : *oraison (acte d'oraison)*.

Yon : *juste, ag*.

Yonez : *justice*.

Yonder kentidik : *justice primitive*.

Yonidigezh : *justification*.

Yonez ha hez : *justice et paix*.

Yor : *Seigneur*.